



ANV : skolioù DIWAN, OAD : 30 vloaz, 3000 skoliad, 320 implijad, 100 den gopret gant Diwan.

BUDJED 2007 : 3 023 458 €

Klask zo war 87 000 € dre ur galv lañset e fin miz Here (resevet dija ouzhpenn 6 000 €)

CHOM a RA da GAVOUT 80 000 €. Spi hon eus dastum 10 000 € gant ar werzh diouzh ar c'hresk aozet an 2 a viz Kerzu.

CHOM a RAIO da GAVOUT 70 000 € da lavarout eo 2,33 % eus ar budjed !

Da larout eo 700 den hag a bae tailhoù war ar gopr prest da reiñ 100 € (o c'houzout e vo tennet eus o zailhoù 66 € da larout eo un dispign a 33 € e gwir) da Ziwan evit dont a-benn da vont war-raok ha da gas war-raok he c'hefridi : derc'hel d'ur skol divyezhek dre soubidigezh laik, digoust evit ar vugale ha digor d'an holl hag he raktresoù digeriñ da nebeutañ div skol nevez ar bloaz hag ur skolaj e Liger-Atlantel.

Kerkent ha resevet ho chekenn e vo kaset deoc'h dindan ur sizhun ar skrid testeni evit an tailhoù .

Hag evit an dazont 2008, 2009

Deuit da greskiñ niver an dud a skoazell Diwan ingal : ouzhpenn 3200 hiziv. Evit kavout 120 000 € ouzhpenn emarc'hantañ ar bloaz ez eo trawalc'h da 1000 den divizout reiñ 10 € miz (3,40 € goude an digoll tailhoù).

Follennoù skoazell war al lec'hienn : www.diwanbreizh.org

Titouroù : 02 98 21 33 69

Nom : écoles DIWAN, âge : 30 ans, 3000 élèves 320 employés, 100 rémunérés par Diwan

BUDGET 2007 : 3 023 458 €

A trouver 87 000 €. Appel lancé fin octobre (déjà reçus plus de 6 000 €)

Reste à trouver 80 000 €. Espoir de récolter 10 000 € par la vente aux enchères prévue le 2 décembre à Quimper (Catalogue des oeuvres sur www.diwanbreizh.org)

Reste à trouver 70 000 € soit 2,33 % du budget !

Soit 700 contribuables prêts à aider Diwan à hauteur de 100 € (66 € à retirer des impôts soit une dépense de 33 €) pour pouvoir continuer sa mission : conserver une école bilingue par immersion laïque, gratuite pour les enfants et ouverte à tous; et ses objectifs : ouvrir au moins deux nouvelles écoles par an et un collège en Loire Atlantique.

Dès réception de votre don, un reçu pour vos impôts vous sera expédié sous une semaine .

Bon de soutien disponible à éditer sur le site : www.diwanbreizh.org

Renseignements : 02 98 21 33 69

Et pour l'avenir 2008, 2009

Venez rejoindre les 3200 donateurs qui soutiennent nos écoles. Pour atteindre 120 000 € d'augmentation de l'autofinancement annuel il suffit que 1000 personnes décident de donner 10 € /mois (3,40 € après la remise d'impôt).

Bon de soutien à éditer sur: www.diwanbreizh.org.

Renseignements 02 98 21 33 69